

Fiñv da Skolaj

Skolaj Diwan Jakez Riou / n° 8 / Miz Meurzh 2019

BUHEZ AR SKOLAJ VIE DU COLLÈGE

FILMOÙ CHAKOD : FILMOÙ WAR AR STERN Bep Lun, da-geñver o c'hentelioù brezhoneg gant Marine Gloagen, e vez ar 6^{veidi} o labourat evit sevel 4 film berr dre glasad war an tem «Pemp troad d'ar maout». Sikouret int war ar sevel senario ha war an teknik gant Youenn Chapalain, ha daou zen yaouank bet e skolaj Kemper : Simon Feray ha Manon Renaud. Desket o deus penaos sevel ur senario, frammañ senennoù, didroc'hañ, rannañ perzhioù an aktourien. Filmet eo bet an 8 film d'al Lun 18 a viz Meurzh. Kaset e vo ar filmoù-se da aozerien ar genstrivadeg sinema chakod gant ar spi e vefont dibabet ha diskouezet e Douarnenez d'ar Sadorn 11 a viz Mae, da-geñver ar Chakod Noz.



FILMOÙ CHAKOD : HUIT FILMS EN COURS DE RÉALISATION Chaque lundi, pendant leur cours de breton avec Marine Gloagen, les 6^e planchent dur pour réaliser 4 courts-métrages par classe sur le thème «Pemp troad d'ar maout» (chercher midi à 14h). Pour le scénario et la technique, ils sont aidés par Youenn Chapalain, et deux anciens collégiens de Diwan Kemper : Simon Feray et Manon Renaud. Ils ont appris à créer un scénario, mettre des scènes en place, découper, distribuer les rôles. Les 8 courts-métrages ont été filmés le lundi 18 mars. Ils enverront les films début avril aux organisateurs du concours Sinema chakod dans l'espoir qu'ils soient sélectionnés et montrés à Douarnenez le samedi 11 mai, à l'occasion de la soirée Chakod Noz.

C'HOARIVA GANT AN DERMAJIED Er bloaz-mañ adarre zo bet lañset ur raktres c'hoariva e brezhoneg gant La Obra. Tri skolaj zo ba'r jeu, skolaj Diwan Kemper en o zouez, pep hini o leurenniñ ul lodenn eus ur pezh-c'hoari diwar-benn un den yaouank desachet gant buhez an Dermajied. Tifenn Corre eus La Obra a zeu da bleustriñ gant ar skolajidi 4re klas bep eil sizhun ha Marine Gloagen a heuilh anezho ivez. Emgav e miz Mae pe e miz Even evit an abadenn (deiziad ha lec'h da gadarnaat).

THÉÂTRE AVEC LES TERMAJI Un nouveau projet théâtre en breton est en route avec la troupe La Obra installée à Pont-Croix. Trois collèves, parmi eux le collève Diwan de Kemper, mettent en scène une pièce de théâtre racontant l'histoire d'un jeune garçon attiré par la vie des Termaji, les comédiens ambulants, ce qui n'est pas pour enthousiasmer ses parents. Tifenn Corre de La Obra vient au collège tous les 15 jours pour travailler avec les 4ème, Marine Gloagen aussi accompagne cette création. Rendez-vous en mai ou juin pour voir les jeunes sur les planches (date et lieu à préciser).

DROUKDIFORC'HAÑ HA KENASANTIÑ Div stal oa bet kiniget er skolaj d'ar 25 a viz Meurzh gant Planning familh Penn-ar-Bed. Ar bevareidi zo bet degemeret deus beure evit komz diwar-benn an droukdiforc'hañ, ar stereotipoù stag ouzh ar jener hag an darempredoù paotred / merc'hed. An dredeidi zo bet degemeret goude merenn ha lakaet eo bet ar gaoz war ar c'henasantiñ dre vras : penaos bezañ sur hon eus komprenet ar pezh zo bet goulennet gant egile / eben ? Petra 'santomp pa vez nac'het un dra bennak ouzhomp ? Petra 'dalv ar c'henasantiñ e keñver an darempredoù reizhel ? Ur prantad goulennoù zo bet kiniget goude pep stal evit respont d'ar skolajidi o doa ezhomm da c'houzout hiroc'h. E brezhoneg eo bet kaset ar stalioù-se, gant 6 plac'h, a youl vat an darn vrasañ anezho, hag i kendrec'het eo dav krouiñ lec'hioù ha degouezhioù deskadurezh reizhel evit ar re yaouank, ma c'hellfent sevel ar goulennoù zo o ribotañ o fenn.

DISCRIMINATION ET CONSENTEMENT Le 25 mars, deux ateliers ont été proposés au collège par le Planning familial du Finistère. Le premier le matin, adressé aux 4^{ème}, traitait de la discrimination, des stéréotypes de genre et des relations garçons / filles. Le second l'après-midi, pour les 3^{ème}, abordait la question du consentement en général : comment faire pour s'assurer que l'on a bien compris la demande de l'autre ? Que ressent-on face à un refus ? Que signifie le consentement sur le plan des relations sexuelles en particulier ? Chaque atelier était suivi d'un temps de permanence pour les jeunes qui avaient des questions. Ces ateliers étaient animés en breton par 6 femmes, bénévoles pour la plupart, convaincues qu'il faut inventer des espaces d'éducation sexuelle pour les jeunes où ils puissent poser les questions qui leur trottent dans la tête.



EUSKARIZ : DEGEMER MAT ! E deroù miz Meurzh e oa en em gavet ur strollad 24 skolajiad euskarat eus ar skol Arizmendi Ikastola staliet e Arrasate Mondragon (Guipuzcoa e Bro Euskal ar c'hreisteiz). Ambrouget e oant gant o c'helenner galleg, Pepe, a rae ar veaj evit ar wech diwezhañ. Deuet e oa Irati, kelennerez war ar galleg ivez, ha tro he doa bet hi da zont er skolaj pa oa skolajiadez e 2005. Abaoe 1997 eo gevelet skolaj Diwan Jakez Riou gant skolaj ikastola Arizmendi. Tro o deus bet an Euskariz da weladenniñ Kemper, Karnag, Gwened, Oceanopolis ha da dremen un nebeud nozvezhioù e tiez skola-jidi. Dizoleiñ perzhioù dibar sevenadur Breizh a oa pal pennañ o beaj.

LES BASQUES ONT DÉBARQUÉ ! Début mars ont débarqué au collège 24 collégiens basques de l'ikastola Arizmendi située à Arrasate Mondragon (province de Guipuzcoa au Pays basque sud). Ils étaient accompagnés de leur professeur de français, Pepe, qui faisait le voyage pour la dernière fois. Irati, également professeur de français, les accompagnait aussi. Elle était déjà venue au collège en 2005, en tant que collégienne. Le skolaj Diwan Jakez Riou est jumelé avec le collège Ikastola Arizmendi depuis 1997. Les Basques ont pu visiter Quimper, Vannes, Carnac, Ocenaopolis et passer quelques jours chez leurs correspondants. La découverte de la culture bretonne était le but premier de leur voyage.

KELEIER AR C'HUZUL-SKOAZELL LES NEWS DU KUZUL-SKOAZELL

UR SWEAT EVIT AR SKOLAJ Emañ ar c'huzul-skoazell o vont da lakaat ober sweats «skolaj Diwan Jakez Riou». Lañset zo bet ur c'hoñkour tresadennoù digor d'ar skolajidi, kement, kelennerien... Diskouezet e vo an tresadennoù er skolaj sizhunvezh ar 25 a viz Meurzh hag aozet e vo ur votadeg d'al Lun 1^{añ} a viz Ebrel. Pep skoliad a c'hello votiñ ha dalc'het vo an teir zresadenn gentañ. D'an 2 a viz Ebrel en em gavo ar juri evit dibab an dresadenn a vo moulet war ar sweat. E miz Mae e vo posupl prenañ ar sweat.



UN SWEAT POUR LE COLLÈGE Le kuzul-skoazell va faire faire des sweats «skolaj Diwan Jakez Riou». Un concours de dessins a été lancé. Collégiens, parents, professeurs pouvaient y participer. Les dessins seront exposés au collège la semaine du 25 mars et un vote aura lieu le lundi 1^{er} avril. Chaque collégien pourra voter et ainsi, désigner les trois dessins finalistes. Le jury du kuzul-skoazell se réunira le 2 avril pour choisir le dessin qui sera imprimé sur les sweats. Sweats en vente à partir du mois de mai.

EIL LISE DIWAN E GWENED E MIZ GWENGOLO ? Ur savadur zo, kelennerien zo, danvez liseidi zo (o tont eus skolaj Gwened hag eus skolaj Sant-Ervlan), ne vank nemet respont ar Rektordi diwar-benn an DHG (Dotation globale horaire), da lâret eo an niver a eurvezhioù kelenn a vo paeet gant an Deska-durezh Stad. Goulennet zo bet skoazell digant Prezidant Rannvro Breizh evit ma vefe pouezet war ar Rektordi a-benn gelllet digeriñ an eil lise adal miz Gwengolo.

Ur raktres all zo war ar stern : ur skolaj Diwan en Il-ha-Gwilen, da vezañ digoret e Messac-Guipry e Gwengolo 2020.

Ra vo kaset an daou raktres-se da benn ar buanañ ar gwellañ.

DEUXIÈME LYCÉE DIWAN À VANNES ? Il y a un bâtiment, des profs, des lycéens potentiels (venant des collèges de Vannes et de Saint-Herblain essentiellement), il ne manque plus que la réponse du Rectorat concernant la DHG (Dotation horaire globale), c'est-à-dire le nombre d'heures d'enseignement payées par l'Éducation Nationale qui seront attribuées. Diwan a demandé l'aide du Président du Conseil Régional de Bretagne pour appuyer la demande auprès du Rectorat afin que le lycée puisse ouvrir dès septembre 2019.

Un deuxième projet est sur les rails : un collège Diwan en Ille-et-Vilaine, à Messac-Guipry, ouverture envisagée en septembre 2020.

Croisons les doigts pour que ces deux projets d'ouverture aboutissent au plus vite.

DEIZIATAER AGENDA

11/05/2019 Nozvezh Chakod Noz e Douarnenez

5-8/06/2019 La Ruée vers l'art e Penharz

11/05/2019 Soirée sinema Chakod Noz à Douarnenez

5-8/06/2019 La Ruée vers l'art à Penhars

BERR HA BERR

BERR-HA-BERR BRÈVES

AR CM2 ER SKOLAJ 48 CM2 zo bet degemeret er skolaj d'an 11 a viz Meurzh. Roll an devezh : gweladenniñ ar skolaj, heuliañ ur gentel SVD, c'hoarioù sport gant ar 6veidi...

DILIJADEG AN HUNVA Ezhomm vo tud d'ar Gwener 28 a viz Even evit sevel gweleoù an hunva en-dro goude ma vefent bet kaset eus Plogastel-Sant-Jermen betek Enez Tudi. Ma'z oc'h kontant da sikour, trugarez da reiñ hoc'h anv d'ar sekretourva.

BEAJ LATIN E MIZ HERE 2019 Al latinegourien a yay da ober un droiad e Britannia e miz Here 2019. «Britannia» 'mit-hu ? Breizh-Veur mar kavit gwell. Mont a ra-font betek Vindolanda, ul lec'hienn anavezet-mat evit he c'hastell roman war voger Hadrianus. Un droiad e York a zo war ar roll ivez.

KAMPOÙ VAKAÑSOÙ : DIGOR EO AN ENSKRIVADENNOÙ ! Plijadur e-leizh e brezhoneg maez eus ar skol. Roll ar c'hampoù : levrig roet d'ar skolajidi pe war Internet : <http://camps-breton-gallo.ubapar.bzh>

MANIFESTADeg EVIT AN HIN 77 skolajiad o deus kemeret perzh er vanifestadeg aozet e kreiz-kêr Kemper d'ar 15 a viz Meurzh, ha brezhoneg war ar panneloù a-drugarez dezho.

LES CM2 AU COLLÈGE 48 CM2 ont été accueillis au collège le 11 mars. Au programme de la journée : visite du collège, participation à un cours de SVT, jeux sportifs avec les 6e...

DÉMÉNAGEMENT DE L'INTERNAT Il y aura besoin de bras le vendredi 28 juin pour remonter les lits de l'internat après les avoir déménagés de Plogastel-Saint-Germain à l'Île Tudi. Si vous êtes prêt à aider ce jour-là, merci de donner votre nom au secrétariat.

VOYAGE LATINISTES EN OCTOBRE 2019 Les latinistes iront faire un tour en Britannia en octobre 2019. «Britannia» ? En Grande-Bretagne si vous préférez. Ils iront jusqu'à Vindolanda, site bien connu pour sa garnison sur le mur d'Hadrien. Un passage à York est aussi au programme.

CAMPS DE VACANCES EN BRETON : LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES ! Du plijadur à gogo en breton. Programme des séjours : livret donné aux collégiens et sur Internet : <http://camps-breton-gallo.ubapar.bzh>

MANIFESTATION POUR LE CLIMAT 77 collégiens ont participé à la manifestation organisée à Quimper le 15 mars. Grâce à eux on a pu voir quelques slogans en breton dans le cortège.

